

DISKLERIADENN WAR E ENOR / ENGAGEMENT SUR L'HONNEUR

Kemer perzh er Redadeg hep kaout azon ar C'hovid 19 / à participer à la Redadeg sans présenter de symptômes de la Covid 19

An diskleradur-mañ a vo da reiñ d'an den a youl vat ar wetur kentañ az aio davedoc'h a-raok mont da redek en heuliadeg / Cette déclaration est à présenter à la bénévoles de la première voiture avant votre participation à la course.

Ma anv / Je soussigné(e),

Anv / Nom

Chomlec'h / Demeurant :

war ma enor e tisklerian n'am eus ket bet, e-kerzh an 48 eur tremenet, azon ebet e-giz :
déclare sur l'honneur n'avoir présenté, au cours des dernières 48 heures, aucun des symptômes

suivants :

- terzhienn pe grifiennou / de la fièvre ou des frissons,
- paz pe gwashaet ma faz boaz / une toux ou une augmentation de ma toux habituelle,
- skuizhder digustum / une fatigue inhabituelle,
- berranal digustum pa gomzan pe pa ran ur striv bihan / un essoufflement inhabituel quand je parle ou je fais un petit effort,
- poan gigenn ha/pe kig-torr digustum / des douleurs musculaires et/ou des courbatures inhabituelles,
- poan-benn digomprenus / des maux de tête inexplicables,
- koll ar blaz hag ar c'hwezha / une perte de goût ou d'odorat,
- fouerell digustum / des diarrhées inhabituelles.

War ma enor e tisklerian n'on ket bet kelaouet on bet davet un den e vefe un degouezhad kadarnaet ar C'hovid 19 e-kerzh ar 14 deiz a-raok mont da redek ma c'hm Redadeg.

Déclare sur l'honneur ne pas avoir connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant la course de mon km Redadeg.

Graet e / Fait à :

deiziad / Le :

Sinadur / Signature :